


# O KALON ZAKR, KALON JEZUZ


Dumoulin ?



R. O — Ka — lon Zakr, Ka — lon Je — zuz,  
 2. C'hwi — eo ar feun — teun — vir — vi — dig,  
 3. O — Ka — lon Zakr, C'hwi — 'zo eun nor  
 6. C'hwi, — Pas — tor mad, ho — peus klas — ket



R. C'hwi — 'zo meur — bed ka — ran — te — zuz; —  
 2. A — daol gra — sou kén — pin — vi — dig; —  
 3. Hag — a we — lan be — préd di — gor —  
 6. An — dañ — vad paour a — oa kol — let. —



R. Pli — jet se — laou ar pe — den — nou —  
 2. A re — se — vom da beb ma — re; —  
 3. Da zi — ge — mer ar be — he — rien —  
 6. Se — tu eñ o c'hou — lenn par — don, —



R. A — zav a — greiz or — c'ha — lon — (n)ou.  
 2. Hag — a zo teñ — zor — on e — ne.  
 3. A — glask o — ber gwir — bi — ni — jenn.  
 6. Di — go — rit de — zañ — ho ka — lon.

**Diskan :** O Kalon Zakr, Kalon Jezuz,  
 C'hwi 'zo meurbed karantezuz;  
 Plijet selaou ar pedennou  
 A zav a-greiz or c'halonou.

2. C'hwi eo ar feunteun virvidig,  
 A daol grasou kén pinvidig;  
 A resevom da beb mare;  
 Hag a zo teñzor on ene.
3. O Kalon Zakr, C'hwi 'zo eun nor  
 Hag a welan bepred digor  
 Da zigemer ar beherien  
 A glask ober gwir binijenn.
6. C'hwi, Pastor mad, ho peus klasket  
 An dañvad paour a oa kollet.  
 Setu eñ o c'houlenn pardon,  
 Digorit dezañ ho kalon.

Ô CŒUR SACRÉ, CŒUR DE JÉSUS

R: Ô Cœur Sacré, Cœur de Jésus,  
 Vous êtes si aimant ;  
 Qu'il vous plaise d'écouter les prières  
 Qui montent de nos cœurs.

2. Vous êtes la source vive,  
 Riche de toutes grâces ;  
 Nous les recevons sans cesse ;  
 Elles sont le trésor de notre âme.

3. Ô Cœur Sacré,  
 Vous êtes cette porte  
 Toujours ouverte pour accueillir les pécheurs  
 Qui veulent se repentir.

6. Vous êtes le Bon Pasteur  
 À la recherche de la brebis perdue.  
 Au pécheur qui demande pardon,  
 Ouvrez votre cœur.